



Priziadenn 2019  
Live A1

# Teuliad ar g·C'helenner·ez

Live A1

Kevredigezh :

*Ar priziadennoù a vez savet gant ur bodad labour ennañ tud kaset gant kevredigezhioù ezel deus  
DAO, trugarez eta da : Ti Ar Vro Treger ha Goueloù ha Skol An Emsav.*

*Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants  
d'associations adhérentes à DAO, merci donc à : Ti Ar Vro Treger – Gouelo et Skol An Emsav.*



# Priziadenn 2019

## Live A1

### Displegadenn evit ar gelennerien

Ar briziadenn-mañ a c'hell bezañ kinniget d'an dud o deus heuliet etre 45 hag 50 eurvezh kentelioù brezhoneg, da lâret eo ur bloavezh kentelioù-noz.

Penaos kinnig anezhi ?

#### **Sizhun 1 :**

Goulenn gant pep deskard kavout er gêr, 2 pe 3 skeudenn pe poltred a vefe moaien dezho kinnig d'ar strollad.

#### **Sizhun 2 :**

Displegañ d'an deskidi mont en-dro ar briziadenn

Reiñ pep a gartenn-bost (en teuliad-stag) ha goulenn gante leuniañ anezhi er gêr. Tu zo dezhe ober gant ur geriadur. Ar gerioù lakaet war tu-gin ar gartenn zo bet lakaet evit reiñ skouerioù dezhe : gallout a reont implijout anezhe pe get.

Dibab ur skeudenn e touez ar re kaset ganto ha goulenn ganto prientiñ un nebeud frazennoù **dre gomz** evit displegañ petra pe piv eo, perak o deus dibabet ar skeudenn-se...

#### **Sizhun 3 :**

Dastum ar c'hartennoù-post

Reiñ pep a deul d'an deskidi. Displegañ dezhe e vo selaouet ar c'hemennadennoù **meur a wech**. Displegañ dezhe ivez eo normal ma ne gomprenont ket pep tra. Amañ e vez priziet o barregezh da dennañ titouroù diouzh an enrolladennoù hepken.

Lakaat anezhe da selaou ur wech pe div hep troc'h. Goude, lakaat anezhe da selaou an enrolladenn o troc'hañ anezhi evit m'o defe amzer da respont d'ar goulennoù. Tremen an enrolladenn evel-se teir gwech d'an nebeutañ.

Goulenn gante ober an teir foelladenn all (15 pe 20 munut vo trawalc'h)

Dastum an teulioù

#### **Sizhun 4 :**

Goulenn gant pep hini d'e dro tremen gant e skeudenn ha kontañ petra eo (1 pe 2 vunut).

Sevel goulennoù simpl outañ (goulennoù savet gant an deskidi all pe/hag ar c'helenner). To zo deoc'h dibab goulennoù ar roll amañ dindan. (1 pe 2 vunut)

#### **Ur wech studiet an teuliadoù :**

Tu a vo deoc'h kas deomp anvioù ar re tizhet al live ganto, hag e vo savet ur skrid-testeni evit pep hini.



# Priziadenn 2019

## Live A1

### Taolenn notenniñ

Dafar	Barregezh		Poentoù
<b>Kartenn-bost</b>	<b>Skrivañ</b>		<b>20</b>
		Formulennoù saludiñ ha kimiadiñ	4
		Sevel frazennoù a-bezh	4
		Ereadurezh	8
		Geriaoueg	4
<b>Teul + enrolladenn</b>			<b>40</b>
Goulennoù war programm mizvezh ar bzh	Kompren dre lenn		10
Lakaat e anv e tro Menez Are	Lenn ha skrivañ		10
Goulennoù diwar an enrolladenn	Komprenn dre selaou		20
<b>Skeudenn displeget</b>	<b>Komz</b>		<b>20</b>
		Pouez-mouezh	4
		Ereadurezh	4
		Geriaoueg	4
		Kompren ar goulennoù	4
		Respont d'ar goulennoù	4

Evit bezañ tapet al live A1 eo ret kaout d'an nebeutañ :

Dafar	Poentoù
Kartenn-bost	10
Teul + enrolladenn	20
Skeudenn displeget	10



# Priziadenn 2019

## Live A1

### **A1 : Komz en un diviz**

D'ar g-c'helenner-ez da zibab tri goulenn e-touez ar re-mañ (pe re all damheñvel diouzh ar pezh a zo bet desket ganeoc'h) :

Peseurt anv ac'h eus?

E pelec'h emhout o chom?

E pelec'h out ganet?

Penaos emañ kont?

Eus pelec'h out?

Dimezet out?

Bugale ac'h eus?

Bugale vihan ac'h eus?

Pet eur eo?

Penaos eo an amzer?

Loened ac'h eus er gêr?



# Priziadenn 2019

## Live A1

### Kompren dre selaou - Compréhension orale

Klevet hoc'h eus 6 kemennadenn. Kavet e pehini ez eus kaoz eus ...  
Vous avez entendu 6 messages. Retrouvez dans quel message il est question de ...

2 boent dre respont reizh - 2 points par bonne réponse	1	2	3	4	5	6
Remerciements		x				
Commande						x
Invitation				x		
Naissance d'un enfant		x				
Demande de nouvelles					x	
Excuses pour absence	x					

Hollad ar poentoù : /12

Respontit d'ar goulennoù - répondez aux questions

1	Quel est le numéro de téléphone du travail de Klervi ? <b>02 56 35 49 78</b>	/1
2	Comment s'appelle le bébé? <b>Elena</b>	/1
3	A quelle heure est né le bébé? 6e00 <b>9e00</b> 18e00 19e00 on ne sait pas	/1
4	Qui est malade? <b>Yann</b>	/1
5	Qui fête son anniversaire? <b>Klervi</b>	/1
6	Que commande la personne? <b>pizza</b> galette des rois couscous sushi	/1
7	Quelle est l'adresse de Jakez Ar Bras? <b>12 plasenn an ti-kêr</b>	/1
8	Quel repas ont apprécié les enfants? Gâteau au chocolat <b>crêpes</b> frites on ne sait pas	/1
		/8



# Priziadenn 2019 Live A1

## Lenñ ha skrivañ



Abadenn	Lec'h	Deiz	Eur	Priz
Kwiz e brezhoneg	Tavarn ar porzh	Gwener 1/03	6 eur – 8 eur	Evit mann
Dorioù digor ar skol	Skol divyezhek	Sadorn 2/03	10 eur – kreisteiz	Evit mann
Staj jardin naturel	Ti feurm Kernevez	Sadorn 2/03	10 eur – 5 eur	35,00 €
Film yaouankiz "Mab ar Grouffalo"	Sinema	Merc'her 6/03	2 eur goude kreisteiz	7,00 €
Pred : kig-ha-farz	Auberge du menhir	Sadorn 9/03	7 eur noz	14€ - bugale: 6€
C'hoariva "Piv, penaos ha petra?"	Sal ar gouelioù	Meurzh 12/03	3 eur goude kreisteiz	5,00 €
Lenñadenn evit ar re vihan	Levraoueg	Merc'her 13/03	10 eur mintin	Evit mann
Sonadeg Rock Breizh	Tavarn ar porzh	Yaou 14/03	9 eur noz	Evit mann
Staj Kan-ha-diskan	MJC	Sadorn 16/03	9 eur – 5 eur	40,00 €
Staj dañs swing	Sal ar gouelioù	Sul 17/03	2 eur – 6 eur	15,00 €



# Priziadenn 2019

## Live A1

### I- Klaskit gouzout pegoulz e vo dalc'het an abadennoù amañ dindan

Essayez de savoir quand auront lieu les animations suivantes :

	Repas	Film	Jeu	Théâtre	Jardinage	Lecture	Poentoù
- Vendredi 1 -			x				/1
- Samedi 2 -					x		/1
- Mercredi 6 -		x					/1
- Samedi 9 -	x						/1
- Mercredi 13						x	/1

### II - Gwir pe Gaou / Vrai ou faux

	Gwir	Gaou	Poentoù
La lecture est destinée aux enfants	x		/1
Les visites de l'école se feront le matin	x		/1
Le repas est végétarien		x	/1

### III – Respont d'ar goulennoù / Répondre aux questions

Retrouvez 3 mots anglais dans le programme : <b>Kwiz ; Film ; rock ; swing</b>	/1
Retrouvez 3 mots bretons qui sont utilisés dans la langue française : <b>Menhir ; Kig-ha-farz ; kan-ha-diskan</b>	/1
<b>POENTOÙ</b>	<b>/10</b>



# Priziadenn 2019 Live A1

Lenn ha skrivañ



Vous souhaitez participer à la randonnée annuelle « tro Menez Are », inscrivez vous via le bulletin ci-dessous.

**Lakait hoc'h anv evit kemer perzh e Tro Menez Are 2019**

Anv : /1

Anv-bihan : /1

Chomlec'h : /1

Kod-post : /1

Kêr : /1

Pellgomz stag : /1

Pellgomz hezoug/godel : /1

Postel : /1

Oad : /1

Sinadur : /1

Hollad ar poentoù :

/10